

# KANTIG AR GONFIRMASION

(DONEZONO AR SPÉRED-SANTEL)

War don : *Kantig ar Fé*.

Dé ma c'hoñfirmasion, dé a joa d'am c'halon,  
Ar Spéred-Gloan em iné gand hé zeiz donezon  
A zisken euz ann éñvo évid ma c'hoñfortin ;  
O ! dé mil gwéech evuruz, biken n'az ankouaiñ.

A bép sord fallagriez ar béd-mañ kén môret  
Var hent ma bué 'lak d'iñ dré-holl pécho stignet ;  
Na ziskoé d'am daou lagad némed falz-sklerijen :  
Roed d'in, Spéred-Santel, ho *furnez* d'am c'héleñn.

Dréz-hi hép-kén em bézo ar wir anoudégez  
Euz risk mado ann douar 'vid ma zilvidigez ;  
Dréz-hi, gand gwir espérantz, bété fin ma bué  
Akétuz mé 'labouro évid gloar ma Doue.

'Vel eunn treust em daou lagad, sioaz d'iñ ar péc'hed !  
Euz ann treo 'zo diskleriet 'harz ouz-iñ ar gwéled ;  
Ma Doué 'vid hio c'hrédi, 'vid ho heuill penn-da-benn,  
'Vid ho c'hompreñ déréad reid d'iñ ho sklerijen.

Dré ho komzo lugernuz, pébez burzud neuzé !  
Ann nôz 'guitai ma spéred évid rei lec'h d'ann dé ;  
Neuzé, évid ma iné, ar péz a oa dister  
A zeui 'vid gwir da véa ar péz 'zo meurbéd ker.

Trédé Ferson ann Drinded, dré-holl béd ma réner ;  
'Vid kerzet primm enn hent sur digan-hec'h mé 'espér  
Skiend ar wir garanté, skient ma dévério,  
Ar skient-sé hanvet mado *skient* treo ann éñvo.

Ma spéred paour, dré natur, da ziski kén gorek,  
Sentuz euz ar skient-sé, héb dalé 'vo gwiek ;  
Rak m'am euz spéred Doué évid ma c'hentelia  
N'hallan kéd chom pell héb goud ann treo talvoudéka.

ENN ÉSPED D'AM DALLENTÉ, ma Doué, mé hén goar,  
N'hallan, 'vel eur gwir gristen, labouret 'vid ho kloar,  
Evid ma zilvidigez, ha skoér-vâd ma nésa,  
Ma n'am euz éñ péb amzer ho *kuzul* da genta.

Piou, éveld-hoc'h, d'in 'laro éñ pé stad ma bué  
A glé bêa tréménéd 'vid heuill ho polonté ;  
Piou némed-hoc'h d'iñ a héll c'hoéza ar stumm gwella  
Da ober pép tra d'hé goulz ha d'hén zantifia.

Enébourien ma iné, dalc'h-mâd 'vel eunn déluj,  
Hép paouez ña nôz na dé 'glask ann tu d'am distruj ;  
Diraz-he, ô Spéred-Gloan, ho nerz d'iñ a zo réd ;  
Reit-hi d'ho paour reuzeudig ha n'hén dilézed kéd.

Dréz-hi, 'vid difenn ho fé, mil gwéch, ma vé réd d'in,  
Gand ar vrâsa joa 'vid-hoc'h ma bué a roiñ ;  
Dréz-hi d'ar spont, d'ann énou ha d'ann holl loskenté,  
'Vid ober ho polonté, 'viñ tréc'h éñ péb maré.

'Vid m'ho servijiñ bemdé gand mui a lévénez,  
Gand mui a résped, a hast, hag a virvidigez,  
Gréd d'in blasaat, ma Doué, ar wir zévosion,  
Gréd d'hé blaz mond var gréski béprédi 'barz em c'halon.

Dréz-hi ann holl vertuio a zeu da véa gae,  
Evel ann holl c'hlajadur dindan glizen miz mae ;  
Dréz-hi a veuré da nôz huanad ar c'hristen  
'Nij béteg ho kalon zakr primm 'vel eur goulmig oen.

Dirag ar vâd hag ann drouk, peurvuia 'vel kousket,  
Dréz-on ma-unan n'am euz nép spont rag ar péc'hed ;  
D'am harz da gwéa enn-han, mé ho pédi, léked don,  
'Vel zintr d'ann holl vertuio, ho toujanz em c'halon.

Ra viñ, 'vel eur bugel mât, enn ho kéver doujuz,  
Ha dreist pép tra 'nn ho kéver meurbéd karanteuz ;  
Ra vo héb fin ma c'halon leun a anoudégez  
En kéver 'nn Hini 'ro d'in penn-kenta ar furnez.

Teurvéd, ô ma Doué, kuruni ar goél-mañ  
ENN eur skul stañg ho pénnoz var gémend omb amañ,  
Var ann dorn a zo hirié zaved a uz d'hon fenn,  
Var gérênd ha mignoned, ha mât-obérourien.

Euz foñs hon c'halonigo eur voéz a zav ivé,  
Klemniuz, 'vel ar glaz, ho pédi da zélédd a drué  
Euz ann anaon er flamma, dizéc'hed ô c'hortoz  
Ar c'houlz d'ho kwéled héb fin éñ gloar ho paradoz.

#### ÉVEL-SÉ BÉZET GRET.

IMPRIMATUR.

Saint-Brieuc, le 18 Octobre 1883.

Aug. DUBOURG, Vicaire-Général.